

PRIERE A NOTRE DAME DU VŒU

En 1699, la peste menaçait Hennebont, et les habitants se tournèrent vers Toi pour Te demander d'intercéder auprès de Ton Fils, afin que leur ville soit épargnée.

Leur prière, portée par Toi avec amour, fut exaucée, et le fléau stoppé. Depuis lors, la gratitude des Hennebontais se manifeste tous les ans par la fête du Vœu, qui T'honore le dernier dimanche de septembre.

Aujourd'hui, Ô Marie, c'est notre monde qui est menacé par un virus, qui, responsable de décès innombrables, engendre détresse et angoisse. Et c'est toute notre humanité qui, de nouveau, implore Ton aide, pour qu'encore une fois, Tu demandes à Ton Fils Ressuscité de la délivrer de cette épidémie funeste, et cela de multiples façons :

Qu'Il éveille l'intelligence que notre Créateur a mis en chacun de nous, pour que des chercheurs trouvent des remèdes et des vaccins contre cette maladie.

Qu'Il soutienne tous ceux qui soignent les malades, afin que leurs gestes soulagent les souffrances physiques et psychiques, et manifestent Sa compassion offerte à tous les hommes, les femmes, les enfants, particulièrement les plus fragiles.

Qu'Il fortifie tous ceux qui sont, d'une manière ou d'une autre, par leur travail, au service de la population.

Que, par Son Esprit, Il inspire des actes responsables pour que les citoyens respectent les mesures préconisées, afin d'éviter autant que possible les contaminations.

Qu'Il nous donne la force de vivre ce temps d'épreuve, dans la communion les uns avec les autres, en exerçant la charité, et en bâtissant toujours davantage la fraternité, au niveau local comme universel, entre les nations.

Qu'Il agisse enfin selon Sa volonté, pour nous protéger de cette pandémie.

Ô Marie, Notre-Dame du Vœu, Toi que nos pères n'ont pas invoquée en vain, nous Te confions cette prière, que Ta tendresse maternelle la porte auprès de Ton Fils, auprès de Dieu.

Prie pour nous.

AMEN.



E 1699 e voe taget Henbont gant ar vosenn. En em dreiñ a reas tud an Henbont ouzhoc'h da c'houlenn diganeoc'h aspediñ Ho Mab evit ma vo diwallet o c'hêr.

Klevet e voe o fedenn, bet douget ganeoc'h gant karantez, hag ar walenn a chomas krenn a-sav.

Abaoe, gant gouel ar Gouestl, e tiskouez bep bloaz an Henbontiz o anaoudegezh vat, oc'h enoriñ

ac'hanoc'h d'ar Sul diwezhañ a viz Gwengolo

Hiziv, O Mari, ez eo ar voull-zouar a-bezh a zo taget gant ur viruzenn a zo penn-kaoz da dremenvanoù diniver hag a zegas doan hag anken. Hon Denezh a-bezh eo a c'houlenn adarre Ho skoazell, evit ma c'houlennfec'h digant Ho Mab Dasorc'het, ur wech ouzhpenn, ma vezimp divec'hiet diouzh ar c'hleñved-red dizeur-mañ, ha kement-se e meur a zoare :

Ra sklerijenno ar poell a zo bet lakaet e pep hini ac'hanomp gant hor C'hrouer, evit ma kavo an imbouroc'herien ar remedoù hag ar vaksinoù a-enep ar c'hleñved-se ;

Ra harpo an holl re a ra war-dro ar glañvourien, ma tousaio o jestroù ar poanioù a gorf hag a spered, ha ma tiskouezint E drugarez, a zo kinniget d'an holl dud : gwazed, maouezed, bugale, ha pergen ar re wanañ ;

Ra greñvaio an holl re a zo, doare pe zoare, dre o labour, e servij ar boblañs ; Ra aweno d'ar geodedourien, dre E Spered, jestroù kiriek da zoujañ ouzh an diarbennoù erbedet, evit diwall diouzh ar c'hontammadurioù, mar deo gallus ;

Ra roio deomp an nerzh da vevañ ar mare-mañ a drubuilh kenunanet an eil gant egile, en ur bleustriñ ar garitez, hag en ur sevel atav muioc'h ar vreudeuriezh, er rez lec'hel evel er rez hollek, etre ar broadoù ;

Ra weredo erfin hervez E youl evit hor gwareziñ diouzh ar bandemiezh-mañ ; O Mari, Itron-Varia ar Gouestl, C'hwi n'oc'h ket bet aspedet en aner gant hon tadoù. Fiziañ a reompennoc'h ar bedenn-mañ, evit ma vo douget ganeoc'h gant ho teneridigezh a vamm betek Ho Mab, betek an Aotrou Doue.

Pedit evidomp.

AMEN.

Source et histoire de la statue :

<https://www.vannes.catholique.fr/priere-a-notre-dame-du-voeu/>